

ILIS MIRACULUS AN ITRON VARIA REMENGOL

Savet gant ar Roue Gralon

GOUDE MA OA BEUZET KÆR IS

'Neb a bed Guerc'hes Remengol
Birviquen ne dai da gol...

En Escopti Kerne, el lec'h ema brema mōr Douarnenez, e oa guechal eur gaer vras meurbet, hanvet Is.

Eur voguer ledant hag huel, gant sclujou ouarn he difenne deus ar mōr. Er gær-ze ne velet, e tuez an dud pinvidic, nemet dizurs, goal exempl ha fillagriez. Gralon, pehini a chome neuze en Is, a voa roue Breiz-Izel. Ret e oa brezeller en e yaouanquis, ha rust an andret e zujidi : mæs en e gosni, sclerigennet dre ar feiz kristen, e teuas drouzet ar roue Gralon, abalamour d'an droug-oberou, d'an torfejou ha d'an injustiçou a re bemde, e pales e verc'h yaouanq : mæs goab a red anezo, hac ar Rone sempleteet dre an oad, n'en doa mui a c'halloù avoalc'h evit areti dizurzo kær bras,

Doue a skuisas, en fin, o velet Is caledet en he fechejou, hac a roas da anaout da Æl Breiz-Izel, e vignon Guenole, penaos eb dale pell, ar gær gaér-za a vijet beuzet gant ar mōr. Kerkent, Guenole a bignas var e varc'h, hak a redas da gær ha Is, e sonjal c'hoaz dizarmi ko'er Doue. Maes tremenet e oa an amzer a druez. Pa en em gavas an abad zantel, var dro anter-noz, sclujou Is a voa digor, hak ar mor a c'hoze spontus o tiruilla var an dud, an tier hac ar palechou. Guenole ne allas saveti nemet Gralon ep quen ; guelet a rer c'hoas roudou treid e varc'h er garrek, var behini, aboue, a'adet, Landevennec, arog komer ho c'harg, a deu da ober o feden ha da anaout ar roué Gralon evit fondatur ho c'houent.

Kær Is ne ma mui, evel Sodom, Gomor ha Babylon ; hak hirio ar mor a ruill drest he fen.



AN ITRON VARIA REMENGOL

da veza douç evel eun oan. Hirvoudi a re alies var dizurzou Is, ha var ar vuez dirollet a rene e verc'h, ar brincès Ahès, gant annoblansyaouanq a gær ha deus ar vro hanvet hirie, Kær-Ahès, pehini a oa dezi a leve.

En amzer-ze, e oa en Breiz-Izel, daou abostol zantel, daou vignon da Zoue, sant Kaourintin, kenta escop a Guemper, ha sant Guenole (1), kenta abad a Landevennec ; a'ies o devoa prezeguet ar feiz er gær a Is, ha gour-

(1) *Guen-oll-e, Oll-e-Guen* (il est tout blanc), hanvet evel-se gant he vam, ar Santes Ven, abalamour ma oa eur buguel koant ha fur. Sant Guenole, dre e vertuziou, en deus meritet an koant kaër a Æl-Breiz-Izel (l'ange de la Bretagne).

Da zao-heol, Gralon o veza pignet gant Guenole var leïn Mene-Hom, a dolas ac'hane eur zel truezuz var e lerc'h mæs el lerc'h ma edo ar gær grér a Is ne velas mui nemet mor Douarnenez, hac e kouezas d'an daoulin evit trugarecat Doue hak ar Verc'hes da veza zaveteet e vuez.

Pa zavas diwar e zaoulin, e velas dindan an heol o luguerui *Ru-men-goulou*, pe *Men-ru-ar-goulou*, var pehini vije sacrificet tud beo, ha bep mis eur bugel bian c'hoas eus ar vron. Neuze beuzet en e zaelou h ap e zaoulegad save etrezek an En, e lavaras d'he mignou santel :

« Var ar Men ru zont consacret da eun doue barbar, me a reïe sevel
» eun ilis gaér d'ar Verc'hes, hak el lec'h ma skuillier ar goad da Teutanès
» e skuillo Mam ar guir Doue he graçou var Breiz Izel.

Gralon a zal'nas mad de bromessa ha beleien ar Bayonet, o veza em revoltet pa veljont dispen templ au doue faos Teutatès, ar Roue christen ho zrehas e kever Argol, e pen ar Vretonnet convertisset.

Goude beza gret e beden var Mene-Hom, ar Roue Gralon a heuillas Guenole da abaty Landevennec, savet gantan eun neubeut baveziou kentoc'h. Diaroc kement-se en devoa c'hoas roet he balès, e Kemper, da zant Kaourintin, pehini e deoa tote e naon dezan ha d'e comoagnonez gant eun tam deus he besk bian E plaç ar paës-ze, ema brema ilis kaér cathedral Kemper.

Gralon e dremenais P Landevennec a rest deuz he vuez en eur binigen galet, hak aliès a ze gant e vignou kaér da Remengol da bedi evit he bobl an *Itron Varia Remeb-oll*. Beza en devoa an eur d'he guelet, brudet Bars e pevar c'horn Breiz-Izel, hak o vervel être divrec'h sant Guenole, e Landevennec, e recommande he ene da Zoue en eur lavaret gant fizians.

« Itron Varia Remengol.
« Miret ouzin na zin da goll,
« Pedit ive ho mab Jesus,
« Ma vezin gantan evurus. »

C'houezec cant vlas a zo aboue ma e maro Gralon, hak ar Vretonne pere zo bepret tud a feiz hak a galon, ho dens c'hoas sonj eus ha Roue coz, hak eus vignon sant Guenole. Mæs na c'hanevefent guelioc'h histor ho bro kaer, pa zeont da zul an Drindet; da bardon bras Remengol a da velont mor Douarnenez, Menez-Hom, Landevennec ha tour huel ilis miraculus an *Itron-Varia-Remeb-oll* e lavarfent, an daëlou en ho daoulagad, en eur vale gant respet var dñuar ar Sænt hak ar Rouane :

« Bras ar burzudou a ro bel,
« Ebars en amze dremenet !...»

Bras ive ar lur budou a ra c'hoas hirio an itron Varia Remengol en andret an oll Vretonet, hak ispecial en andret ar belerinet a deu bemde d'be guelet, alies eus a bell bro, cals anezo diarc'hen hap o corf ho rochedou,

Ar vinoret dilezet, an intanvez paour, ar eorien noas, soudardet, Breiz-Izel et creis tan ar brezel, ar var tolodet va ar mor bras e furol, an oll tud affli a gorf a galon hak a speret, drn en o foanioc, darn en dangeriou, darn all en disesper, hak oll var garele ar maro ho deus sonj eus ho Mam dñuc a mad, alies e leveront dezi gant carante ha gant fizians en he galloud hak en e madelez :

« Guerc'hez sacr, a Remengoll, patronnez Breiz-Izel.
« Pedit evidomp, hirio, ha pa renkimP mervel ;
« Pedit evit Breiz-Izel, evit ar Vretonnet,
» Ho deuz ho karet, ho kar hak ho kar bepret.

KAN & SPIRITUEL

EN ENOR

D'AN ITRON-VARIA REMENGOL (1) PATRONEZ BREIZ-IZEL

Kurunet dre urz hac en hano h m Tad santel ar PAB PI NAO, an 30 a vis maie 1858 gant an aotrou RENAN-NICOLAS SERGENT, Eskob Kemper ha Leon, dirak eun niver bras a veleien ha hospen kant mil den, deuet en devez-ze, a bep bro, da Remengol (2)

Itron Varia Remed-oll.

Miret ouzimb ne c'haïmp da gol.

Guerc'hes sacr, a Remengol, patronez a Breiz-Izel,
Pedet evidomb, hirio ha pa renkimp mervel.

Var àu ton : *Glac'har ar Verc'hez*

Tad, Mab, ha Spered Santel, tri ferson a Drindet,
Me ho ped, a vir galou, da roï din ar speret
Da composi eur c'hantik da sterezen vrittant.
Ar fourdelizen gaëra demeus ar firmamant.

Ho Merc'h eo, Tad Eternel, a Verc'hes biniguet,
Priet ar Speret Santel, Rouanez ar Ælet,
Dreist an oll groaguez devot hi zo bet cavet din
Da veza mam da Jesus, hon Redemptor divin.

Pa zeuan da niveri, Guerc'hes sacr a santel,
An enor, ar meulodi hoc'h eus e Breiz-Izel,

(1) Remengol, hanvet guechal *Ru-men-goulou*, da lavaret e *Meun-Ru-ar-Goulou*, a balanour ma oa eno eur men ru, pe eun templ consacré da c'houlou De, enoret evel eun Doue dindan an hano a Teutatès (Doue Tud) ar roue Gralon, goude beza diskoret an templ-ze ha zavet en e blaç eùn ilis kaér da Nam ar guir Doue, a chanchas hano payen *Ru-mee-goulou* en hano christ en a *Remengol* a lavaret e *Remed-oll*, deus a behihi ar Batrones a zo hanvet an *Itron Varia Remed-oll*, (*Notre-Dame de Tout-Remède*) abalamour da burzudou Lras a ra bemdez, eno, a Verc'hes, aboue amzer ar roue Gralon bedec hirie.

Remengol a zo bet, a viscoas ar gaera ar santela ilis a Vreiz-Izel ; hervès an dud koz peb guir Vreton a gle, eur veach da viana, *beo pe varo*, ober peleriñach Remengol.

(2) Kurunen an Itron Varia Remengol, ar gaera zo bet guelet biskoas en Breiz-Izel, a zo e en aour hac e perles.

Va speret a zo dister evit ho discleria,
Nemed d'oc'h-hu a zeufe, hirio, d'am azista.

Mæs ennoc'h leus a fianç em euz antreprenet
Publia ho galloud vrás tōez ar Vretonet,
Ha discleria ar graçou accordet d'ar bed oll,
Dre c'hraç, Jesus hon Autrou, en illis Redemptor.

E peb lec'h m'eo enoret, Mari, hor mam santel,
Alies ve silhouet neb zo dezi fidel,
Mes beza e deus eur plac bars en pini, bembes,
E scouill var ar Vretonet tensor ha madeles.

Er plac-ze, e Breiz-Izel, meurbet darempredet,
En escopti a Guerne, er bïroz a Hanvec,
Eus eun illis consacret da c'htoar ha da enor
Rouanez an oll Ælet, guir vam hon Remengol.

Guir dud devot d'ar Verc'hes, m'ho ped diredit oll,
Deut gant laouen-diguez da illis Remengol,
Evit pedi mam Doue da roï deoc'h ar yec'het,
Ha da sivoal hoc'h ene dious laç ann drouc-spered.

M'an d'e poanie oc'h ene gand gouliou ar pec'het
Deut d'ar sourcen ar vuez, hac o pezo remed ;
Goulennet oc'h mam Jesus graçou celestiel,
Ma c'heilot chench a vuez, beza dezi fidel.

Ma de ho corf forbuet gant an infirmité.
Deut da illis Remengol gant eur goir garante,
Er plac leuo o viraclou dre c'hraç ar Verc'hes sacr,
Pini en oc'h oll boaniou ho soulajou timat.

A bêvar c'horn Breiz-Izel e teu pelerinet
Da bidi Mam hor Zalver gant eur galon parfet ;
Eus an escopti Leon, Treguer, Guened, Kerne,
E teu an oll dud devot da veuli Mam Doue.

Dre'r brut eus ar miraclou a ra e Remengol,
Dre graç Jesus hon Autrou, e deus ar galloud oll,
Mar teu ar belerinet bemdes epad ar vloas,
D'ober an dro d'he ilis var ben ho daoulin noas.

Un nombr bras a viraclou a ra ar Verc'hes sacr.
Ebars illis Remengol dre c'hraç Jezos he Mab ;
Dre he sicour galoudus em eus antreprenet
Discleria lot anezo e tōez ar Vretonet.

Ar Verc'hes a Remengol, er bares a Hañvec,
E deveus grêt a nevez eur miracl caér meurbet,
An oll a so estonet oc'h he consideri :
N'en deus netra impossibl dec'hu, Guerc'hes Vari

A dost dezi eur buguel c'hoas en enn oat dister,
Pa voa ar velin o vala, a guezaz er rivier ;
Gant an dour e voa ruiillet, ma c'has e toul ar bal,
Ma sonjer e voa flastret, allas ! gaut an dour mal.

E duc gant cals nec'hamant, ha melconiet oll,
Er goestlas, a voues huel, da Verc'hes Remengol ;
Mari leun a garantez, dre e dorn biniguet,
A zioueltas e vue, er meas e voe tenet.

Evit rei guir desteni deuz ar miracl kaér-ze,
Ar buguel da Remengol a voa kaset neuze,
Laket er procession, gantan ur c'houlaouen,
Evit publica gallout a Verc'hes souveren.

A dost d'ar C'hastel-Nevez, herve ma eo prouvet,
He deuz grêt guir Vam Doue eur miracl kaér meurbet.
Dre an tan eun tieguez a c'he da berissa,
P'o deuz pedet a Voerc'hes d'a zont d'he azista.

An ozac'b, guir serviger d'ar Verc'hes, biniguet.
En em strinques d'an daoulin de fidi gant respect :
Mari leun a garantez a zigaças glao bras.
Hak, hep ober droug da zen, an tan goal a youngas.

Chom a ran c'hoas sebezet Guerc'hes, Mam a drue,
O compren ho karantez evit ho bugale ;
En dikruezet o c'heus bet d'eur c'hrouadur daou vioa,
Oc'h ober en e andret eur miracl ar kaëra.

Dre eur tourmant ar brassa eur ch'oz ty o coueza,
Ur c'houadur o tremen en em gav dindanna ;
Ar vein vrás en dro dean, ma songer voa lajet.
C'hi epquen b'en zicouras, Rouanez an Ælet.

E dud a tavare d'ec'h Guerc'hes a *Remed oll* :
Sicouret hor c'hrouadur, pe he c'haos da goll !
Ar vein vrás zo remuet, ha dre groas Voerc'hes,
Ar bugelllic ac'hoarze dindan lon a vuez.

Mari, hor mam souveren, va vòr havar zouar,
A den, e zervicherien dious anquen a glac'har,

Nombr bras a vartolodet e deus bet preservet,
Prestic da goll o buez, p'ho deus hi he fedet.

Nombr bras a vatimanchou e deveus preservet
Hac an dud bac ar madou, dre he græc biniguet ;
Ha bagou ha goberi creis an tourmant bras
Pa bedent hor Mam Mari, a obiene ho græc.

C'hoas eur c'brouadur yaouanq a escopti Leon,
A voa kouezet er rivier, Done' pebez eston !
Klasquet gant eais a glac'hар, a pa o deus pedet
Ar Verc'hes a Remengol, en instant eo kavet;

Pa gavchont ho c'brouadur, hag en prest da vervel,
Ec'h implorjent, a nevez, Mari hon Mam sanctel,
Da reij dezhan ar vue he græc biniguet.
Dirac ar gompagnunez, ho feden zo klevet.

Eun den a c'houlen Leon a gollas ar c'herzet,
Zo bet eiz mis o vale voar bouez dion vas loaec
Grê pris gant ar medecin evit troc'ba he c'har,
He zroc'ba e c'hlin, Doue pebeuz glac'hар !

ENN nosvez e ne vele e teuas sonj deza
E voa bet Remengol guechal o pardonna,
Hac e zant en e galon eur garantez ardant
Hac eur gair devotion d'ar Verc'hes oll buissant.

Guir vam Jesus, hon Aotro eme affliget.
Va zicouret em poaniou Rouanez an Æjet,
A me roï e donezon kaë a tra zo hem zi
Da gass da zeiz ho pardon evit oc'h enori.

Mari, leun a garantez, a bedas e Mab ker
Da exauci ar beden ar re he servicher :
Receo a ras ar c'herzet dre græc guie *Remed-oll*,
A ed eo o h he meal en ilis Remengol.

Tregont den en eur vaguic a bares Plougastel,
A gonfontas e rad Brest, gant eur barat avel :
Oll e pedjond a galon patrones Remengol,
Eur batimant e deuas, savetet int bet oll.

Er gaér a Vontroulez e krogas an tan goal,
Ar flamou tan, tro var dro o velet o nijal,
Eur 'barner yaouanq ractal, d'ar Verc'hes a bromet.
Mont da ilis Remengol, hak an tan zo mouget.

Evit gouuit ar victôr, soudardet Breiz-Izel
A bed Mari gant fizianç e kreiz tan ar brezel :
Hak ar victor gounezet, e zeolt a vandennou
Da Remengol diarhen, e korf ho rochedou.

Marto'edet an Arvor, ruillet a dirnlet,
Var ar mor brase furol, prest da vesa kollet,
Eb eor, ep stur, ep sicour, oll e renkont mervel
Pa den d'ho savetet patronez Breiz-Izel !

Ne ouffe quet niveri na dont da henvet oll
Ar miraclou insiui a ra guir *Remed-oll* ;
Evit nep zo guir gristen a leun a galon vad,
Hi zo guir avocades dirac Jesus he mab.

Ken a gorf, ken a ene, kemen-zo afiget,
Deut da ilis Remengol gant eur galon parfet,
Pedit eno gant fianç hor mam saotel Mari
Ha renoncet d'ar pec het evit plichout dezhi.

Sant Thomas ha sant Bernard, tud guizec ha saotel
A da Vari mam Jesus, dao servicher fidel,
Hon assur a bers Doue biken ne zai da gol
An nep a gar ar Verc'hes, patronez Remengol.

Demp eta da enori brema, da Remengol.
Relegou sacr ar Verc'hez, an daouzez, abostol
Ha relegou sant Joseph ha guir greas hor Salver,
Malo, vit al liberte, var leïn mene Calver ;

Relegou saut Gueno'e, mignon bras da Zoue,
Relegou sant Caourantin, kenta escop Kerne,
Ha calç relegou ali gant ar Pab digasset
E present da Remengol evit ar Vretonnet.

Kourach kourach, Bretonnet ha gant fizianz deut oll
Da velet ho Patronez en ilis Remengol,
En ne roet a vrema da zervicha Doue,
Ha da pedi ar Verc'hez ar rest eus ho pue.

Kement ez eo enoret ha karet gant Doue,
Ma permet ganti ober herves he bolante ;
An niver bras a c'hraçou a skouill Demp var ar qet,
A dremen oll dre zouarn ar Verc'hez biniguet,

Ar bemzec euz a vis Eost, an devez ma pignas
En Envou gant an Æelet en solennite vrás,

E teu an oll duô gant guir devosion
Da ilis kaër Remengol da c'bonit ar pardon.

Eun Doue oll galloudec a bermet dre c'hraç
Ma ze da zul an Dindret ema ar pardon bras.
Ar bobl eus a Vreiz-Izel a veler, en deiz-se,
O tonet da Remengol da veuli mam Doue.

En deiz-se e c'honezer induljançou plenier
Ebars ilis Remengol e ty man hor Salver.
En eur ober gant g'lac'hac eur guir g'infession,
Hac o receo hon Salver dre ar communion.

D'a eivet a vengolo gouel he Nativite.
Ez eus ar memes pardon en ilis santel-ze,
A da ped gouel a Verc'hes a zo epad ar blos
E teu an oll tud devot d'he bisita gant joa.

Er solennite santel eus ar Sul an Drindet,
Kemen a ya da pardon a zo oll ravisset
E consideri Jesus ebars er Sacramant
O c'hortoz hor c'halonnou gant karentez ardent.

Deut ol eta christenien deot oll a vandennou
Da Remengol da bedi Mam Jesus hon Aotrou
Assuret oc'h da veza gant Doue pardonnet,
Ma bec'h guir servicherien d'ar Verc'hes biniguet.

Renoncer d'ho pec'hejou hac en em arollet,
Ebars er breuriezou a zo instituet
Da enori ar Verc'hez evel ar Rosera,
A rent d'hor Mam souveren eun enor ar e'heaëra.

Ne vanquet que da laret bemdez eur chapelet,
Lot demeus he c'hurunen, sun dizenez hanvet
Nep a zeni d'he recita g'ant karantez barfet
A vezo guir zervicher d'ar Verc'hez biniguet

Tud leal a Vreiz-Izel, oll vignonet va bro,
C'hui, evit pere cals ar vue zo c'houeron
Joa deoc'h var an douar, ha graç digant Doue
Da vont c'hoas da Remengol, ar sourcen ar vue.

Pedit en ho c'hlenvejou, pedit en ho c'hlac'hac,
Ha pedit en oll boaniou hou deus var an douar
Brassan santes zo er bed, Guerc'hez sacr Remengol ;
M'ar bezit fidel dezi, ne deot biken da goll.

Guerc'hes gloriis Vari, ped-t me o suppli,
Evit an oïl dud devot a visitaï ho ty ;
Chasset an drouc sperejou demeus hor c'halonou,
Ha presentet da Zoue beindez hor pedennou.

Guerc'hes sacra Remengol, patronez Breiz-Izel,
Pedit evi lomp, hirio a oa re kiimb mervel,
Pedit evit Breiz-Izel, evit ar Vretonet !
Ho deus ho karet, ho kar, hac ho karo bepret !

Itron Varia Remengol, mam santel da Zoue,
Pa vimp en heur hor maro, recevet hon ene,
Ha dre o torn biniguet k'issit-hi da repos,
Ha da veuli an Drindet e gloar ar Barados.

PEDEN AR ROUE GRALON

D'an Itron Varia Remengol..

Itron Varia Remengol,
Mirit oezimb na zaïmb da gol ;
Pedit ive ho mab Jesus,
Ma vezimb gantao evurus.

Itron Varia Remengol,
C'hui en Rouanes ar bed oll,
Bezit ho mam, hor batronez,
A ni ho meulo da james,

PEDEN

D'an Itron Varia Remengol,

Evit beza preservet eus ar c'holevejou, hac ispicial
eus ar c'holera-morbus.

(Ar beden-ma, lavaret a galon e deus preservet eun niver bras a
dud ha saveteet kals a re all skoet gant ar c'holera, en kær
Montrou'ez er bloavez 1854.)

Itron Varia Remengol, patronez Breiz-Izel, mam an oïl dud affliget e
sporet, a goif hac a galon, c'hui a zoulen kourach soudardet a creis

— 10 —

tân ar brezel c'hui a asten ho torn a drue d'ar vartolodet prest gonfont er mōr bras e furol, c'hui a zisken aliès, e c'hras guele ar c'hlavour paour ho c'har, evit rei dean ar yec'hét hag hanvet oc'h en guirionne *Remed ar bed oll*. Pellait et a ouziner. Guerc'hes sacr, ar vocen gant an oll c'lenvejou danjerus, va dioual t'euz ar maro subit, hac evit renta testeni d'ho made-lès, e zin da Remengol d'ho meul: ha d'ho trugarekaat en oc'h iliz santel. Eno n'ho c'heus biscoas refuset nicun deus ho pugale ; bezit trugarezus em andret. Couscoude, ra bezo gret bolonte Doue, ha pa zono va heur diveza, Itron Varia Remengol, ho pet truez ouzin, grit din mervel en ho carante, evel saint gallouduz, pere a beder en ho ty santel.

Evel ze bezet gret.

Itron Varia Remengol,
C'hui zo a remed ar bed oll,
Pellait disouzimb an teir goalen,
Brezel, kernès hac ar vocen! ...

Ilis Remengol a zo bet, abaoue amzer ar roue Gralon, hanvet ilis *Remed oll*, ann *Ilis miraculus*, abalamour d'ar miraclou bras a ra eno ar Verc'hes Vari.

Dre he galloud ar c'hlavour paour a bare,
Ar mud a goms hac an den cam a vale !

Hanvet eo ive sourceen a vue, ar feunteun a c'hraçou, abalamour d'ar graçou a ra Doue en ilis d'an oll gristenien.

Nac a bec'her eus Doue dispartiet,
E Remengol a zo bet difaziet !!! ...

Ilis sacr an Itron-Varia Remengol, a c'hoas hanvet *Ilis ar Vretonet*, *Ilis ar Sänt hac ar Rouanet* abalamour, goude ma eo confontet kær Is, ar roue Gralou a reas sevel ilis Remengol en enor d'ar Verc'hes, evit trngarecaat Doue da veza zaveteet dezan he vue ; mont a re alies d'he bizita, e compagnunès sant Kaourintin, kentan eskop Kemper, sant Guenole, sant Guen-Æl, ha cals a zänt all, pere a veve neuze e koaent Landevennec, hac a brezegue ar fez dre ar vro.

Abaoue an amzer-se, ilis Remengol a zo bet darampredet gant ar bopl a Vreiz-Izel, kargnei a c'hraçou hac a induljançou ar re vrassan roet gant hon Tad santel ar Pap hac an eskibian.

Er bloas mil lieis cant pemp hac enter cant, on Tad santel ar Pab' Pii Nao en deus roet da ilis Remengol eun tam eur vir groas hon Salver Jesus-Christ, hac eun tam eus he gurunen spern : ar memeus Plop en eus c'hoas lakat eus a Rom da Remengol eun tam eus a voal ar Verc'hes hag eus ar bez en pehini a voa bet sebeliet, darn eus ar relégou sant Joseph, sant Joachin, sant Ian-Badezour, sant Zachari, Santez-Anna, santez Elisabed, an daouzec Abostol, ar pevar Avieler, an doctoret bras eus an Ilis, ha dre eur garante ar vrassa evit Remengol en deus c'hoas roet d'an templ santel-ze corf zant Silven, mignon ha compagnon an abostol sant Paul, ha relegou tri c'chant pemp ha tri uguent sant, evit peb devez ar bloaz.

Arc'hescop Paris en deus roet ve da ilis Remengol darn eus a relegou san Louis, roue Franç, santez Genovefa, patronès Paris, ha cals a re all.

Ar c'hardinalet arc'hescop Tour, arc'hescop Bourdel, arc'hescop Lyon
arc'hescop Rouen, eskop Strasbourg, eskop Chartr, eskop Roason, eskop
Sant-Brieuc, eskop an Noanet, an autrou Joseph-Marie Graveran, escop
Kerne à Leon, maro en Kemper, evel eur sant, iskibien al a Vreiz-Izel,
a Franç hac eus ar vroiou all, ho deus roet da ilis Remengol, evel pre-
sanchou ar c'haera, relegou eun niver bras a sënt pere, da bep pardon, a
ve douguet e procession gant ar belerinet.

Kement Sant a ouffe ann den da bedi en he boaniou var an douar,
a zo darn euz e relegou, en ilis miraculuz-ze, ken karet gant ar roue
Gralon ; gouelet a rer eno ouspen relegou ar Verc'hez Santez Anna s.
Joseph, an Ebrestet, etc., relegou s. Augustin, s. Ambroas, s. Jérom, s.
Ian Chrisostom, s. Bernard, s. Laurens, s. Sebastien, s. Roc, s. Domini-
nic, s. Kaourintin, s. Paul a Léon, s. Guenole, s. Even, etc., relegou
santes Barbù, santes Mac'hariet, santes Katel, santos Mari-Madalen, santes
Philomen, hag eun niver bras a re all, *ouspen trizek cant*, pere a zo eno
evel eur pobl a sënt dirac an Itron Varia Remengol oc'h he fedi da
skuilla he graçou var ar belerinet, deu deus ar bev'r avel da veuli en
illis sacr Remengol Ronanes ar Sënt, an Aelès. Advocades an anaoun Pa-
tronès an dud paour. Esperans an oll gristenien, ha Mam ar Vretonet.

Ha brema, ma breudeur Demp holl.
Demp da bardou bras Remengol,
Demp da illis ar Vretonet.
Demp da sourcen an oll Remed !...

D'ar pardon bras, pehini a bad pemb devez, an henchou o ve goelet a
belerinet, darn bet clàñ gant clevejou danjerus, darn all distro divar ar mor
pe us a brezel, pers a c'ha diarc'hen hac e corf ho rochedou goadec ; oll
en em strinkont d'ann daoulin ractal ma velont tour an ilis santel, alies en
em gav ive en ho zoues, eur c'hloarek yaouanq bennac, deut evit e guen
gouec'h hac en eur vouela gant laounediguez ha lavar :

« Salud, douar burzndus var bini peb kamad,
« A laka daelou a joa da zont em daoulagad,
« Salud, ilis Remengol, ar gaera zo er bed,
« Salud, va fatronez vad, Mam ger ar Vretonet !...

En he gever, ive eur barz, eur pelerin ccz, bet alies e pardoniou Remen-
gol, ha dent hoas eur veac'h var bouez he vaz, da c'houlen eur maro
mad, a zistro laouen d'ar gær en eur gana meulodi he batronez, chillaouet
eo bet he beden, hag an Itron varia Remengol en deus assurei siividiguez
d'e ene er barados Doue, ha repos d'he eskern beteg deis ar varn, e douar
beniguet bered he bares. — Couscoude pelaat a ra gant anken.

Harpa a ra alies, var he vaz ha teurel a ra c'hoas eur zel a drugare var
zu illis he Vam karantezuz pa ne vel mui nemet bec an tour, a koue d'an
daoulin, hac e lavar daëlou en he zaoulagad :

« Kenavo'ta Remengol, kenavo da viken.
« Kenavo, Guerc'hes Vari, c'hui pini a garen,
« Kenavo pelerinet, kenavo tud va bro,
« Kenavo er Barados, kenavo, kenavo !!!...

INDULJANÇOU REMENGOL

Dre eur scrit apostolik, roet e Rom, en i's Sant-Pèr, d'ar bemzec a vis even 1855, hon Tad santel ar Pab, Pit nao, en deus accordet en e vadeles eun induljanç p'enier a remission eus ho holl fec'hejou d'ar gristenien pere, gonde beza conveseet ha communiet, ar visito, gant devotion, ilis sacr ann Itron-Varia Remengol, un induljanç a seize vloas ha ken aliès a zaou ugu'nt devez d'an oll pelerinet. ken aliès goueach ma visitin gant devotion ilis Remengol, ha ma pedit eno Doue hac an Itron Varia-Remed-oll.

An induljançou-ma a ail beza gounézet evit an anaoun.

Dre eur scrit all roet i've e Rom, ilis Sant-Pèr, d'an dec a vis guenver 1856 (scrit pini a zo brema exposet en ilis Remengol voar eun doien aoûr, e c'hars treid ar Werc'hez, tron Tad santel ar Pab en deus c'hoas roet da ilis an Itron Varia Remengol an holl graçou, induljançou ha privilaichou, accordet gant ar Pabet d'an Itron-Varia-Loretta, en Itali. En ilis-ze e conservet an ty en pini a chome a Verc'hez Vari e Nazareth hac e pini eo bet conservet hac en deus bevet hor Zalver J.-C)

Er blavès 1295, an Ælès a zougas a dreus an oabl, an ty santel eus a Nazareth d'an andret hirio Loretta tost da Rom savet a so bet eno eun ilis kaër, pehini a zo bet abaoue darempredet bras a karguet a c'hraçou gant ar Pabet.

Neus er bed universel nemed an ilis-se, ilis Loretta, hac iliz an Itron Varia Remengol, da bere a ve bet roet graçou ker bras, ker caër. Ar gristenien a visito bremen hac en amzer da zont ilis Remengol, ker brudet dre e miraclou a c'houz zo ar memes induljançou hac ar memes graçou evel ar re a ïa da Jerusalem, da Rom pe da iliz Loretta, da visita bez hor Zalver J.-C, beiou an ebettel ha ty ar Verc'hes Vari.

Dre eur scrit all roet en Rom, en ilis Sant-Pèr, hon tad santel en deuz carguet Escop Kemper da guruni, *evit han hac en he ano* an Itron-Varia Remengol, pihini zo bet kurunet, devez ar pardon bras, an 30 a viz mæ 1858.

Madou spirituel ken precius a zo eun testeni euz a zevotion hon Tad santel ar Pap en andret an Itron-Varia Remengol hac eur merk eus e garanee evit ar Vretonet, pere a gavo bepret enn ilis sacr Remengol remed en ho foanio var an douar, pardon d'ho fec'hejou, silvidiguez d'ho ene ha delivrans d'an anaon.

MEDALEN AN ITRON VARIA REMED-OLL

Medalen an Itron Varia Remengol, *biniguet hac induljanciel* en ilis sacr Remengol dre urs hon Tad santel ar Pab a ro d'an den fizianç en Doue, nerz a enep an drouc speret, chanç a bonheur var ar mor, er brezel en trubuillou ar bed, consolation ha remed enn oll boaniou hon deus var an douar. Peb kristen a gle, e pad e vue, douguen gant respect en he guerc'hen medalen precius an Itron-Varia Remed-oll, hac en eur vervel hen lakat var he galon evit mont dirac Doue.